

# CHANSON NIEVE.

Composez gant ar Cloarec, evit disquez ar vantr-calon en eus sancte eus a zemezi e Vestrez.

## Var ton : *Malgré toute la tendresse.*

Pebes q'elou, ô, va Doue,  
A mens hirie recevet !  
Va mestresic, va c'harante,  
A glèvan so demeset ;  
Va mestresic, va c'harante ;  
An ini garrien muia,  
Ha pa sonjān en qémentse,  
Va c'halon a ven ranna.

Oll blijadurou an natur  
A so echu evidon :  
Echlu e sè ar blijadur  
A davee va c'halon ;  
Echlu è ar gontantamant  
Am boa ebars er bed-màn :  
Fœi d'an aour ha fœi d'an are'bant,  
Enep guis n'o desiràn.

Me a garfe caout eur matier  
A guement a ve capabl.  
Da renta va c'halon seder,  
Da sec'li va daoulagad,  
Da rejouissa va c'halon,  
Da gontanti va speret,  
D'am lemel a affliction  
Ha da rei din ar yec'bet.

Mes quimentse so incredab,  
Ha ne arruo bijen ;  
Me so ar muia miserabl  
Eus an oll grouadurien,  
A meus collet en un instant  
Ar froues eus a bemp llaves,  
En un gol va c'hontantamant,  
Va flujadur, va mestres.

Adieu eta, paros Plestin !  
Adieu tud a gonséanc,  
Me a meus cavet va chagrin  
Emesq ho rejouissanc ;  
Me mens ho c'heuillet gant douster,  
Me ho quita gant glac'har,  
Henvel demeus un dursunel  
A ve privet eus e far.

Choui hoc'h eus grêt va blijadur,  
Va joa, va c'hontantamant ;  
Choui a ra va displijadur,  
Va angen, va nec'hamant ;  
Emesq ar ros a ambrassen  
Ha va oll delection  
Me a meus cavet un dresen  
Hac a biq cals va c'halon.

Mes bremàn me gred en guirion  
Béson an dud babilla,  
Penos e c'heller caout poëson  
Emesq ar sue an doussa ;  
Ha dindan ar fleuriou caera  
A lies e ve coachet  
Aspicou ar re gruella,  
Aéret-guiber, serpentet.

Rac se eta, me ho supli,  
la, dre ma ho caran,  
Na deut jamez da reposi  
Elech' ma vefet braván ;  
Hac ma c'héru enep goaleur  
Da ober déc'h diblassa,  
E vesò tristoc'h ho malheur  
Ha diessoc'h da usa.

Evit test eus a guementse,  
Va brendeur, va c'hoareset,  
C'houi pere am anaveset,  
N'oc'h eus met dont d'am guelet,  
Ha pa velfot ar chenchamant  
Pini a so deut ennon  
C'houi a brouvo certenamant  
E sè touchet va c'halon.

Diaroq me a voa envel  
Eus eur rosen florissant ;  
Va c'halonic bepret seder,  
Carguet a gontantamant :  
Ar joa pintet var va diou chot,  
Va daoulagad quer laouen,  
Ma sonjen, dre ma voan diot,  
N'am bije glac'har bijen.

Hoguen, m'a em guelfec'h bréman  
Ebars em daëlou beuset,  
C'houi lavarfe : ne qet emàn  
Hor boamp-ni anaveset ;  
Ennes a voa gyè a galon ;  
Emàn a so contristet,  
Ennes a voa un den mignon ,  
Hac emàn sur n'en deo qet.

Allas ! eo sur, va mignonet,  
Me so ar memes ini,  
Mes biscoas ne gavis sujet  
Voe capabl d'am glac'hari ;  
Bremàn me meus cavet unan  
Hac a c'blac'har va c'halon !  
Ha pa po clèvet anean ,  
Ec'h estonfot gant réson.

Pa voan me ebars em jardin  
O contempli va fleuriou ,  
Va c'halon, exant a chagrin ,  
Va daoulagad a saëlou ,  
Ha me clèvet un alc'hoëder  
A us va fen o cana :  
*Ad studium te confer (1),*  
*Nam nupta est amica.*

Ha me o yonet d'am godele ,  
O tenna va fistolen ,  
Hac ho tiscar an alc'hoëder  
D'an traon demeus ar vesen .  
Ra gollo velse o bue  
Qement en deo ar galon  
Da sonet da annonç din-me  
Ar sort desolation.

Mes p'e glèvit-u qément-màn  
A c'chinou eur messajer ,  
Otramant, clèvet anean  
Eus a veg un alc'hoëder ,  
Oblijet on bet d'e glèvet  
Ebars em brassa glac'har ,  
Ha setu ase ar sujet  
Ma tesirfan an douar.

Neus mui a gonsolation  
Evidon bars er bed-mà ,  
Neus nemet desolation ,  
Tournanchou ar re vrassa

A ve reservet evidon  
Goude bea re garet ,  
Mes me vo furroc'h da vijen  
Ha ne garin den ebet.

P'am eus fraillet ar chadennou  
Gant pere oan amaret ,  
Pa meus brusunet al lassou  
Gant pere voan liamet ;  
Pa è demeset va mestres ,  
Me guemero an habit ,  
Ha me ne vesàn recoles ,  
Certen me a vo hermit.

Mes gouscoude , p'en em sonjān  
Ha pa rân reflexion ,  
Ur recoles a ranq goela  
Ha denc'hel trist e galon ;  
Un hermit beva retiret  
Hac ep nep plijadures ,  
Qement-se oll so re galet :  
Ret è din c'hoas eur vestres.

Mes pelec'h caouteur guir vestres ?  
Ar bed-màn a so malin ,  
N'am eus qet esom danseres ,  
Nac unan a garo guin ;  
Diaroq me voa difficil ,  
Mes bremàn pa on trumpet  
Me a vesò muioc'h subtil  
Pa gonversin gant merc'het.

Mes anaout rân eur fumelen  
So dign a attantion ,  
Onnes a vo da viryien  
Rouanes eus va c'halon ;  
En onnes e mân va fianç ,  
Onnes è va c'harante ,  
Enni e mân va esperanc ;  
Hi è sourcen va bue.

Evelse un den glac'haret ,  
Evit en em gonsoli  
A dle alies lavaret  
Da basseal e annui :  
Mar deo serret an nor-se ,  
Unan al a sigoro ,  
Me a vo bepret er sonj-se ,  
Hac a vo betec ar maro.

Ma tesirfae'h , va mignonet  
Gout bano ar c'homposer  
Guinidic è a Locquirec ,  
Map ena d'eur guiaher ,  
A so n'em lajet er studi  
Bars er guér a Vontroules ,  
Hac a so bremàn disourci ,  
P'e demeset e vestres.

Evit soulaji ar c'haner ,  
M'o supli , assistantet ,  
Da rei desan pep a siner  
Evit eva d'ho yec'het ,  
Otramant , prenit ar chanson ,  
Pini he deus ar pouar  
Da rejouissa ar galon  
A greis ma ve en glac'har.

(1) Da lavaret è , en em ro d'ar studi , da vestres so demeset.

# SONN AR BUTUN.

Var ton *Michel Noblet* pe *Chanson ar gommerezet*.

En e toues, Bretonet,  
Me gred n'en deus nicun  
Ac e fachfe ð clévet  
Parlant eus ar butun.  
En Breiz-Izel ar voasset  
A zo oll fumerrien ;  
Ar gragez hac ar merc'het  
A zalc'h tabatieren.

Eun den hanvet HERMANDES ,  
Eus ar Spagn guinidic ,  
O vea ed eun deves  
Betec an Ameriq .  
En enezen Tabago ,  
Breman zo tri c'hant vla ,  
A zizoloas eno  
Plant butun da guenta.

Digas a ra d'he vam-bro  
Orzennou grèd ractal ;  
Eun nebeut eus anezo  
E ro d'har Portugal  
Eus a belec'h Yan Nicol ,  
Cannat ar roue Franç  
A zistroas gant carot  
Ha roll en abundanc.

Itronnezet ar Pales ,  
Coulz hac ar pennou bras  
Demeus hon rouanteles  
Souden a estonas ,  
Pa veljont butun laket ,  
Gant eun hast ar vrassa ,  
Da ober cranch ha moget  
Ba da lakat strëfa.

Mæs kerkent an dud gueziec  
A commanças c'hoari ;  
Caout a rejont mil abec  
Er butun corn ha fri .  
Muducin ar Rouanes ,  
Vit plijout d'e itron ,  
A lavaras eun deves :  
*Ar butun zo poeson.*

Cals eus a dud ignorant  
Var ar mæs hac en kær  
A grede voa eur presant  
Roet gant Lucifer .  
Ar Pab , a ben sez sizun ,  
Coulz hac ar vèleyen  
A loskas var ar butun  
An excommunicugen.

An doctoret importun  
E clasq diminui  
Custumou fall ar butun ,  
O lakkas da greski ;  
Rac an oll labouerrien  
A deuas d'o goapat  
En eur vrassaat ar chiken  
Coulz hac ar c'horniedat.

Goude cals a jolori  
Ha meur a obaden  
E commanças c'hoant fumi  
Antreal en o fen.

Neuze oll e commandhont  
Derc'hel mélén pe forn ;  
En o godel e toughont  
Pe eur vœst pe eur c'horn.

Ebars er Franç , marteze  
E zeus meur a gillen  
Pere c'hoas a refusfe  
Kemeret eur brisen  
Mæs biken eur guir breton ,  
Na greg coant , na plac'h flour  
Ne vo , a greis e galon ,  
D'har butun adversour.

Butun zo ken necesser  
Evel ma zè ar boued ;  
Meur a zen eus ar c'hartier  
A jomfe zur eb pred  
Qentoc'h evit eb butun .  
Ar brassa fumerien  
N'è ket an dud a fortun ,  
Mæs , siouas ! ar beorrien.

Ar mèvier a verz dillat  
Evit caout da eva ;  
Ar paour evit butunat  
Zo kasi memeus tra .  
Guelet a r'r avichou  
Eun tam cos paganat  
O r'ei betec e billon  
Evit eur c'horniedat.

Remerki a r'r brêman  
Ar falla mic'hiec ,  
Eur c'horn brassoc'h evitan  
O vranskell en e veg ;  
Er scol n'eus allet diskil  
Nemert e VE ha BA ,  
Mæs er skiant da fumi  
E zè ar savanta.

Ne eller ket gouscoude  
Disprijout ar butun ;  
Eur c'horniedadic bemede ,  
Deus ar mintin var yun ,  
A scanva cals ar bilou ,  
Hæ a gass kuit ractal  
Ar boan dent , goel humorou ,  
Kercouls hac an èr fall.

Ar butun zo eur mignon  
D'an den zo e unan ;  
Pried eur vreg dirézon  
A gonsol en e boan ;  
Pa vel manch ar scubêlen  
Prest da vont var e shoug  
E lak tan var e biben  
Hac'h ya en e roud.

Potret yaouanq dilicat ,  
En oad d'ober al lès  
A blii dèze butunat  
En kichen o mestres ;  
An drase zo direspet ,  
Eun amourous poli ,  
Dirac e vuia caret  
Ne glefe qet fumi.

Amzer zo bet yan zoudard  
A vije diou zizun  
O testum pèvar liard  
Evit prena butun .  
Mæs an oll a vo contant  
Brêman da zervicha ,  
Pa ro ar gouarnamant  
Butun evit netra .

Sellit eus ar mortolod ,  
O font d'e vatimant  
Gant pourvision carod ,  
Ha cigarennou coant .  
N'eusket douçoc'h evitan ,  
Bopret e ve laouen ;  
Mæs diouallit dioutan  
Pa lako eur chiken .

Butun poult so d'ar mere'het  
Excellant hac util ;  
Mad e deus ar c'hoant kousket ;  
Ha da zigas barbil .  
Ober a ra tud savant ,  
Rac ouspen tri c'hant den  
O deus eavet o skiant  
En eun dabatieren .

Pa deu d'ar plac'h coz-viret  
C'hoant da vont en fortun ,  
E tenn dirac ar botret  
Eur vœst leun a vutun ;  
Neuze ar c'henta ini  
A deuyo da gemer  
Eur brizennic digant-i  
A vo e zervicher .

Deut è ar c'his d'ar voasset  
Da gaout tabatieren ;  
Mæs ive cals a verc'het  
A blii d'è ar biben .  
Eur vureden alaouret  
A stribil eus ar fri  
A zo ken caér da velet  
Ac eur c'horn o fumi .

Ar butun zo eur remed  
Da lakat disteli ;  
Puruia ve implijet  
Eus ar boan izili .  
An oll a brofit outan ,  
Ar pes so guelloc'h c'hoa ;  
*Eiz cant mil den divarnan*  
A c'honit o bara .

Mont a ran , va mignonet ,  
Brêman da échui .  
Mar oc'h eus c'hoant da glèvet  
Piou e zè an ini  
En deus grèt ar ganouen ?  
N'è ket divar ar mæs ;  
E hano zo PÉR DERRIEN  
Eus a gær Montroules .

FIN

P. DERRIEN.

(PROPRIÉTÉ DE L'ÉDITEUR.)